



# AR RANN EUROPEAN LA SECTION EUROPÉENNE

## ⊙ **Aktrespédagogel e lise diwan**

Unan eus palioù al lise a zo skoazel-  
lañ an holl liseidi da vont war-raok  
gant ar yezhoù estren : bout en o aes  
evit eskemm er yezh, anavezout  
gwelloc'h sevenadur broioù all hag  
all...

Beajoù a vez aozet gant ar skipailh  
pedagogel evit al liseidi (da Vro-Eus-  
kadi, da Vro-Gembre, da Vro-Ala-  
magn, da Vro-Skos...). Degemeret e  
vez ivez liseidi o tont eus broioù all  
el lise (kenskriverien).

## ⊙ **Ar rann european**

Termenet eo ar rann european gant :

- **ur yezh** : ar saozneg an hini 'vo  
- **un danvez kelennet e yezh estren** : an SVD  
Labouret e vo war Skiantoù ar Vuhez hag an  
Douar e saozneg, evit ul lodenn eus ar pro-  
gram d'an nebeutañ.

En eilvet klas e vez kinniget d'al liseidi tre-  
men un arnodenn eus Skol-Veur Cambridge  
a-benn kaout un testeni eus o live.

Evit ar vachelouriezh e vez ar memes arno-  
dennoù hag ar re all evit an SVD e galleg  
hag evit ar saozneg. Un arnodenn all ouzhpenn  
a vo tremenet ganto : un arnodenn  
SVD e saozneg.

Tu zo da gaout ur meneg « rann european »  
gant ma vefe bet tapet 12/20 d'an nebeutañ  
d'an arnodenn saozneg (arnodenn voutin),  
ha 10/20 er briziadenn ouzhpenn war an  
SVD e saozneg.

## ⊙ **evit piv neuze?**

Dibab ar rann European en eilvet  
klas a dalv bout mennet evit labou-  
rat startoc'h c'hoazh e saozneg ha  
strivañ a-benn kaozeal ingal er  
yezh-mañ e-pad ar prantadoù ke-  
lennet e saozneg (SVD ha marteze  
ul lodenn eus un danvez all).

Evel an holl liseidi all e c'hello ar  
re dibabet ar rann european en eil-  
vet klas gante mont war-zu forzh  
peseurt arbennikadur.

Evezhiadenn : N'eo ket ur c'hlas  
european a vo met liseidi eus  
meur a glas a vo bodet evit ar  
prantadoù SVD e saozneg.

## ⊙ **La section européenne**

*Une section européenne se définit par*  
- *une langue étrangère : il s'agira de l'anglais*  
- *une discipline non linguistique : les SVT.*  
*Une partie au moins du programme de SVT*  
*sera enseignée en anglais.*

*Un examen de l'Université de Cambridge sera  
proposé aux élèves de seconde, afin qu'ils ob-  
tiennent un document attestant de leur niveau  
en anglais.*

*Les épreuves du baccalauréat seront les mêmes  
pour les élèves de section européenne que pour  
les autres pour les SVT en français et pour  
l'anglais. Ils auront également une évaluation  
spécifique : une épreuve de SVT en anglais.  
Une mention « section européenne » est attri-  
buée à condition de satisfaire aux conditions  
suivantes : obtenir une note égale ou supé-  
rieure à 12 pour l'épreuve d'anglais et obtenir  
une note au moins égale à 10 pour l'évalua-  
tion spécifique proposée aux élèves de section  
européenne..*

## ⊙ **Les élèves concernés**

*Choisir la section Européenne signi-  
fie être motivé : approfondir d'avan-  
tage encore le travail en anglais et  
faire des efforts pour utiliser la  
langue pendant les cours de la disci-  
pline non linguistique (SVT et peut-  
être une partie du programme dans  
une autre matière).*

*Les élèves ayant choisi la section eu-  
ropéenne auront le même choix  
d'orientation que les autres secondes.*

*Remarque : Il s'agit bien d'une sec-  
tion européenne et non d'une classe  
européenne. La section européenne  
rassemblera des élèves issus de plu-  
sieurs classes.*

## ⊙ **Le projet pédagogique du lycée diwan**

Un des objectifs du lycée est de **pro-  
mouvoir l'enseignement des langues  
étrangères auprès de l'ensemble des  
jeunes** : communiquer dans la langue  
étrangère, ouverture aux cultures etc ...

L'équipe pédagogique du lycée organise  
des voyages à l'étranger pour les ly-  
céens (au Pays Basque, au Pays de  
Galles, en Ecosse, en Allemagne...)  
Des correspondants étrangers sont  
également accueillis par nos lycéens.